



Teuliad an deskidi

Anv hag anv bihan :

Kevredigezh :

Ar priziadennoù a vez savet gant ur bodad labour ennañ tud kaset gant kevredigezhioù ezel deus
DAO, trugarez eta da : *Kerlenn Sten Kidna , KLT, Mervent ha Ti Ar Vro Treger – Gouelo.*
Trugarez ivez da Radio Kerne, Brudañ ha skignañ, C'hoariva, Loic Jade, evit o skoazell.
*Les évaluations sont mises en place par un groupe de travail composé de représentants d'associations
adhérentes à DAO, merci donc à : Kerlenn Sten Kidna , KLT, Mervent et Ti Ar Vro Treger – Gouelo.*
Merci aussi à Radio Kerne, Brudañ ha skignañ, C'hoariva et à Loic Jade, pour leur concours.

Lenn - Lire

Après avoir lu le programme ci-joint, répondez aux questions suivantes :

1. Quel est le nom du festival? /1

2. Qui organise ce festival? /1

3. Combien de troupes participent au festival ?
 C'hwec'h Eizh Nav Dek /1

4. En quel mois aura lieu le festival?
 Janvier Mars Octobre Décembre /1

5. Vous voulez suivre un stage de Théâtre, vous vous rendez à
 Morlaix St Martin des Champs Brest Landivisiau /1



6. À quelle heure commence le spectacle du Dimanche 14?
 Div eur Div eur hanter Teir eur Peder eur /1

7. Quel spectacle est réservé aux écoles?
 Al liorzhour Yerma Sul Kamm ki pa gar /1

8. Combien coûte l'entrée au spectacle du Jeudi ?
 C'hwec'h € Seizh € Eizh € Dek € /1

9. A quel public s'adresse le spectacle "Alanig al louarn" ?
 Tout public Adultes Ados Seniors /1

10. De quel animal est-il question dans le titre de la pièce jouée par Mat Ar Jeu ?



/1

/10

Brest/St-Martin-war-ar-Maez/Montroulez/St-Kadou/Landivizio/Milizag

Festival Teatr Brezhonek 2-21 a viz Here

Aozet gant C'hoariva :
Kevredad strolladoù
c'hoariva a-vicher hag
amatourien e brezhoneg

Teatr Piba
Teatr Penn ar Bed
Strollad Plougin
Strollad Landi
Mat ar Jeu
Ar Vro Bagan
Strollad Plon'S
Strollad C'hoari Las




PROGRAMM

Deiziad	Lec'h	Eur / Priz	Strollad / Arvest
Meurzh 2	Sal ar Roudour St-Martin-war- ar-Maez	2e30 g.m. Evit ar skolioù	TEATR PIBA : Al Liorzhour
Meurzh 2	Sal ar Roudour St-Martin-war- ar-Maez	8e30 noz 7€ Adalek 7 vloaz	TEATR PIBA : Al Liorzhour
Yaou 4	Ar Stella Brest	7e30 noz 8 € Adalek 12 vloaz	TEATR PENN AR BED : Yerma
Sadorn 6 Ha Sul 7	Sal ar Roudour St-Martin-war- ar-Maez	10e00 - 5e30 Ha 9e30 - 12e30	Staj c'hoariva war ar prim (gant un abadenn)
Sadorn 6	Teatr Montroulez	8e30 noz 14€ - 11€ - 8€ Adalek 12 vloaz	TEATR PENN AR BED : Yerma
Sul 7 Endervezh C'hoariva	Sal ar Roudour St-Martin-war- ar-Maez	Adalek 2e30 g.m. 8€ - 4€ Evit an holl	STROLLAD PLOUGIN : - Kamm ki pa gar Merenn vihan/War ar prim SROLLAD LANDI : Bouzar pe vut
Sadorn 13	Sal ar gouelioù St Kadou Sizun	8e30 noz 10€ - 5€ Evit an holl	MAT AR JEU : Alanig al louarn
Sul 14	Sal Tournemine Landivizio	3e00 g.m. 10€ - 8€ - 5€ Evit an holl	AR VRO BAGAN : Toull ar bleiz
Sul 21 Endervezh C'hoariva	Sal Ar Stivell Milizag	3e00 g.m. 8€ - 4€ Evit an holl	STROLLAD PLON'S : Sul C'HOARI LAS : Brezel al lastez

Lenñ ha skrivañ – Lire et écrire

Leugnît ar fichenn – Compléter la fiche ci-dessous



Ur plas c'hoariva da c'houñit!
Gagnez une place de Théâtre!

Responñit d'ar goulenñ / Répondez à la question

**Petra eo anv ar strollad teatr en deus c'hoariet e Montroulez
d'ar Sadorn 6 a viz Here?**

Responñ : _____

Leugnît ar fichenn-mañ / Remplissez la fiche (vous n'êtes pas obligé de mettre vos véritables coordonnées, evel-just!)

Anv: _____

Anv-bihan: _____

Chomlec'h: _____

Kod-post: _____ Kêr: _____ Bro: _____

Pellgomz stag: _____ Pellgomz hezoug: _____

Postel: _____

Lenn – Lire : Lakait er vurlenn niverenn ar pezh a zo ezhomm da fardañ ar saladenn.
 Inscrivez dans la bulle le numéro des ingrédients nécessaires pour la recette.

	Priziadennoù 2013 Live A1	Lenn / lire
--	------------------------------	-------------


Saladenn dous - c'hwerv














- 2 andivezenn
- 1 avoukezenn
- 2 aval
- Fourmaj Roquefort
- Kraoñ
- Sezv/moutard
- Eoul
- Gwinêgr
- Holen
- Pebr



- Gwalc'hiñ an andivez, troc'hañ anezho e pevar zamm. Tennañ ar c'hlonoù ha troc'hañ an delioù e tammoù 2 sm. War baper doare soplin.
- Troc'hañ an avoukezenn e pevar zamm. Tennañ kuit ar maen. Dibluskañ ha troc'hañ anezho e tammoù tev-mat.
- Ober ar memes tra gant an avaloù.
- Lipig-Gwinêgr : en ur besel
 - Ul loaiad gwinêgr
 - Teir loaiad eoul kraoñ
 - Bruzun fourmaj Roquefort
 - Pebr ha holen
- Lakaat an tammoù andivez hag al lavnennoù avoukezenn er besel gant ar saos ha meskañ dousik.
- Strewiñ tammoù kraoñ war-c'horre

Inscrivez ici le numéro des ingrédients nécessaires pour cette recette :



 1				
 2				 13
 3				
 4	 8			 12
 7	 9			
 5	 6	 10	 11	



Kompren dre selaou – Compréhension orale

Dav e vo deoc'h respont d'ar goulennoù diwar an enrolladenn emaoe'h o paouez selaou. - *Vous venez d'entendre un enregistrement. Répondez maintenant aux questions suivantes.*

(E galleg emañ ar goulennoù rak ar varregezh da gompren dre selaou eo a vez priziet emañ ket dre lenn. - *Les questions sont en français car c'est la compréhension de l'oral qui est évaluée, pas celle de l'écrit.*)

	Poentoù
1. Quand a lieu la scène ?	
Quel jour sommes-nous ?	
<input type="checkbox"/> Lundi <input type="checkbox"/> Vendredi <input type="checkbox"/> Samedi <input type="checkbox"/> Dimanche	/1
A quelle heure ?	
<input type="checkbox"/> 13h00 <input type="checkbox"/> 09h00 <input type="checkbox"/> 10h00 <input type="checkbox"/> 11h00	/1
2. Les acheteurs :	
<u>Nom / Prénoms :</u>	/2
<u>Lieu de vie :</u>	/1
<u>lien familial :</u>	
<input type="checkbox"/> mari-femme <input type="checkbox"/> père-fille <input type="checkbox"/> frère-soeur <input type="checkbox"/> on ne sait pas	/1
<u>Où se déroule la scène ?</u>	
<input type="checkbox"/> dans la maison <input type="checkbox"/> au restaurant <input type="checkbox"/> dans le jardin <input type="checkbox"/> dans un garage	/1
<u>Nombre d'enfants dans la famille :</u>	
<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 et bientôt 4 <input type="checkbox"/> 5	/1
<u>Prénoms des enfants :</u>	
<input type="checkbox"/> on en connaît un <input type="checkbox"/> on en connaît plusieurs <input type="checkbox"/> on n'en connaît aucun	/1
<u>Ils ont une voiture de :</u>	
<input type="checkbox"/> 10 ans <input type="checkbox"/> 13 ans <input type="checkbox"/> 15 ans <input type="checkbox"/> 16ans	/1
<u>Ils ont trouvé une annonce :</u>	
<input type="checkbox"/> à la radio <input type="checkbox"/> dans la presse <input type="checkbox"/> sur internet <input type="checkbox"/> au supermarché	/1



3. Le vendeur

Son nom : /1

Lieu de vie : /1

Numéro de téléphone : /1

Qui habite la même ville que le vendeur ?

le père de l'acheteuse la mère de l'acheteuse la tante de l'acheteuse la grand-mère de l'acheteuse /1

La voiture qu'ils veulent acheter est de couleur :

rouge verte bleue on ne sait pas /1

La voiture a un kilométrage de :

10 000km 30 000km 40 000km 50 000km /1

Le prix est de :

6000€ 8000€ négociable 7000€ négociable 7000€ /1

Raison invoquée de la vente :

L'âge du vendeur la maladie prix du carburant coût de revient /1

4. Au final, ils ont :

acheté la voiture raté la vente versé des arrhes /1

téléphoné à quelqu'un d'autre pris rendez-vous on ne sait pas /1

/20